

SERVICE CIVIQUE A SKED

Participer à la communication et à l'organisation d'événements culturels

À partir du 1^{er} Novembre 2019 pour une durée de 8 mois. 24h/ semaine



L'association SKED à Brest cherche un ou une volontaire en service civique: Tu as moins de 25 ans et tu te sens proche de la culture et de la langue bretonne ? Contacte-nous !

Le projet associatif de SKED est de promouvoir la langue et la culture bretonnes dans le Pays de Brest. L'idée, c'est de **faire vivre et développer cette langue et cette culture par tous les moyens**. SKED a pour vocation d'être un **lieu d'accueil et d'échanges** avec d'autres cultures, d'autres associations et les habitants.e.s ;

Dans le cadre de ta participation aux activités générales de SKED, et en lien avec l'équipe salariée, tu aura pour mission :

- **De prendre part à la communication** de l'association, et en particulier des aspects numériques : C'est à dire aider à remplir le **site web**, gérer les **réseaux sociaux**, contacter les adhérents .
- **De t'essayer au graphisme et à la réalisation d'affiches**, flyers, images de toutes sortes pour promouvoir nos activités. Des logiciels et formations seront à ta disposition.
- D'apporter ton soutien à l'aspect pratique et logistique des **événements culturels** (Festou-noz, Petit Festival du film, Printemps des sonneurs, Fête de la musique, conférences, Deus 'Ta...).
- De nous aider à référencer et à **gérer la petite bibliothèque** de l'association.

Tu pourras par ailleurs prendre du temps et nous solliciter pour réaliser ton projet professionnel. Si on peut t'aider là-dessus, on le fera avec plaisir. Cette mission est ouverte à tous les jeunes sans prérequis.

Les langues de travail sont le breton et le français. **Donc, si tu parles breton ou si tu veux l'apprendre avec nous, c'est mieux!**

Retrouve l'offre sur www.service-civique.gouv.fr/ (et des infos sur le statut et l'indemnité de volontaire)



SERVICE CIVIQUE

Une mission pour chacun au service de tous

SERVIJ KEODEDEL GANT SKED

Kemer perzh d'ar c'hehentiñ ha sikour da aozañ abadennoù sevenadurel.

Adalek ar 1^{añ} a viz Du 2019 evit 8 miz. 24^e/ sizhun.

Emañ SKED e Brest o klask un den youlek evit ober ur servij keodedel : 25 bloaz d'ar muiañ, ha tomm da galon gant Breizh hag ar brezhoneg ? Deus 'ta !

Krouet eo bet kevread SKED evit **kas war-raok ar brezhoneg ha sevenadur Breizh** e bro Brest. Ar pal eo **lakaat ar brezhoneg ha sevenadur Breizh da vevañ ha da ziorren n'eus forzh penaos**. Pal SKED eo ivez bezañ **ul lec'h degemer hag eskemmoù** gant sevenadurioù, kevredigezhioù all hag an dud tro-dro..

E touez palioù ar gefridi, hag atav e darempred gant ar skipailh az po tro d'ober war dro :

- **Kemer perzh d'ar c'hehentiñ**, heuliañ diorren an arverioù niverel : magañ **al lec'hienn internet**, ober war dro ar **rouedadoù sokial**, brudañ ha skignañ obererezhioù SKED.
- Tu a vo dit krouiñ skorioù-kehentiñ gant meziantoù graferez Open Source ha dre sikour stummadurioù ma peus c'hoant.
- Sikour evit aozañ **abadennoù sevenadurel**, en o zouez an doareoù teknikel hag avevezhel (**Festou Noz, Gouelig ar Filmoù, Amzer nevez ar Sonerion, Gouel ar Sonerezh, Prezegennoù, Desu 'Ta...**)
- Sikour evit merañ levraoueg SKED.

Gallout a ri implijout dafar SKED ha sikouret e vi a-benn diorren da raktres micherel. Digor d'an holl eo ar c'hinnig-mañ. **Labouret a vo e brezhoneg hag e galleg. M'az peus lennet betek ar fin, chañsoù mat da vezañ kemeret az peus ! Deus 'ta !**



Darempred : **Glen DISSAUX, Renner**
renerezh@sked.bzh

02 98 80 26 71

www.sked.bzh

www.facebook.com/SKEDbrest/

Muioc'h a ditouroù war www.service-civique.gouv.fr/ (hag ivez statud ha digoll ar servij keodedel)

SKED

Halles du Pilier Rouge - 201 straed Jean Jaurès - 29200 Brest

02 98 80 26 71 - degemer@sked.bzh - www.sked.bzh

